

# TESTENI DILEC'HIAÑ DISDALC'HUS

## ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

- Diouzh ar reolennoù hollek rekis evit talañ ouzh epidemiezh ar C'hovid-19 e stern ar stad a zifrae yec'hedel.
- En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Me a sin amañ dindan / Je soussigné(e)

It. / Ao. - Mme / M. ....

Bet ganet d'an / Né(e) le : .....

O chom / Demeurant : .....

A desteni eo liammet ma dilec'hiadenn ouzh an abeg da-heul (askañ al logell) aotreet diouzh ar reolennoù hollek rekis evit talañ ouzh epidemiezh ar C'hovid 19 e stern ar stad a zifrae yec'hedel<sup>1</sup> :

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire<sup>1</sup> :

- Dilec'hiadenn etre an ti-annez hag al lec'h labour pe an dilec'hiadennoù micherel na c'hallont ket bezañ ampellet<sup>2</sup> ; Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou les déplacements professionnels ne pouvant être différés<sup>2</sup> ;
- Dilec'hiadennoù evit ober prenaadennoù ret evit an obererezh micherel, prenañ traoù a zo ezhomm groñs anezho<sup>3</sup> er stalioù a chom aotreet o obererezh (roll war gouvernement.fr) hag an degasadennoù e ti an dud ; Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires<sup>3</sup> à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité<sup>3</sup> dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile ;
- Kuzuladennoù, ha prederioù na c'hallont ket bezañ graet a-bell ha na c'hallont ket bezañ ampellet ha prenañ louzeier ; Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l'achat de médicaments ;
- Dilec'hiadenn evit abegoù familh ret-groñs, evit harpañ tud klañvus ha bresk pe evit diwall bugale ; Déplacement pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ;
- Dilec'hiadennoù an dud nammet hag o ambrouger ; Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
- Dilec'hiadennoù berr, un eurvezh-pad bemdez hag ur c'hilometr hed tro-dro d'an ti-annez d'ar muiañ, liammet ouzh embregerezh-korf an den en e-unan, difennet-groñs e chom ar pleustradennoù sport a-stroll pe chom tost da dud all, pe mont da vale gant an dud o vevañ er memes ti-annez hepken, pe ezhommoù al loened-ti ; Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
- Lizher kengalv melestradurel pe a-berzh ar justis hag emgav en ur servij publik ; Convocation judiciaire ou administrative et rendez-vous dans un service public ;
- Kemer perzh e kefridioù a laz hollek diwar c'houlenn an aotrouniezh velestradurel Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative
- Dilec'hiadenn evit mont d'ar skol da gerc'hat ar vugale ha da-geñver o obererezhioù troskol. Déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires

Graet e / fait à ....., d'an / le ...../..... / 2020, da/à ..... e/h.....

(Merkañ dre ret deiziad hag eur deroù ar mont er-maez /

**Sinadur/signature**

Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

<sup>1</sup> Rekis eo d'an dud a garfe ober o mad eus unan eus an nemedennoù-se bezañ ganto pa guitaont o zi-annez un teul a c'haller drezañ reizhabegiñ emañ mat an dilec'hiadenn sellet outi e-touez an nemedennoù renablet

<sup>1</sup> Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

<sup>2</sup> Da vezañ implijet gant al labourerien angopret pa na c'hallont ket kaout un testeni dilec'hiañ savet gant o implijer.

<sup>2</sup> A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur.

<sup>3</sup> En o zouez an akuizitadurioù digoust (danvez bevañs roet...) hag an dilec'hiadennoù liammet ouzh resev gratadurioù sokial pe ouzh tennañ arc'hant.

<sup>3</sup> Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.